

Entendit emeza hostis, bars e ber langach :
 Ma na rentit din va bragou, me rei deoc'h dommach ;
 Evidon me gavo testou, pa vanqfe kant din
 Penos ne oan ket divragou p'hon deut d'ho ty

Evidon me zo den honest, mar deus er c'hontre,
 Ne fell ket din ho revina, pell dioc'h kement-se ;
 Roit din eur bragou mezer ha kant skoet ouspen,
 Me bardono deoc'h an anter ne c'houlennan ken.

An hostis hag an hostises eus a galon vad
 A gont dezant prest e gantskoet tout en euryalc'had,
 Hac ive eur bragou nevez eus a vezzer Saoz ;
 Ar floud eo c'hemer buan, pa oa mad e gaos.

Rei a rejont da zijuna dezan kent partia ;
 P'an doa pardonet an anter, o devoa joa outa ;

Pront hep sellet en dro dehan e z'eo bet partiet ;
 Kenavo, hostises, emezan d'ar c'henta guelet.

Abars nemeur goude an hosti o terri ar jardin,
 En deus kavet en douar bragou ar potr fin :
 Hag en ho kommas da grial eus a boues he benn :
 Ema zo tro eur filouter ! ha me so eun azen.

Kement hostis zo er vro man a rankfe donet
 Da ober goab eus ac'hanoñ ; brema me zo baro tiet ;
 Kollet o meus eta kant skoet, eur bragou mezer,
 Ha c'hoas meus lardet e gof d'am fripon tam laër.

Bremas teuan da avertissa an oll Hostisien
 Ma tiouallint dre kement ma eus ar filouterien :
 Na dleont ket en em facha evit e glevet,
 Din-me va unan ar goaza, me zo goal diet.

CHANSON ROLAND

Red eo a lavare guech all
 Roland pried tener Izabel
 Red eo me a renk partial
 A monet dan Turquie d'ar brezel

(bis)

Guelo a rez dimet breman
 A kaon a rez di var da venon
 Un all ben eur pennad aman
 A zeuio da zeha piz da deolou

(bis)

Neo ket possabl d'eoche a vanckfen
 E neur oela e me Isabel
 D'eoche a vezi d'a virviken
 Na pa vech maro bepred fidel

(bis)

Mar teufen da ancounehat
 An hini a meuz kemen karat
 Da zeui dirag va daou lagat
 Ouspez da reproch di va vehet

(bis)

Mar timean var ma devez
 Er banquet em hichen azezet
 Deut da gass a hano d'ar bez
 A lavaret vo me ho pried

(bis)

Roland a zo maro siouaz
 Izabel a deuz kaon a anken
 Ne oa ket echu mad ar bloaz
 Mar teuaz eur marquis di goulen

(bis)

He renk hehenet hi arhant
 A zallaz kalon a intanvez
 Reï a ra hi honsentenman
 A sinet a oa an devez

(bis)

Ar herend e nomb assemblé
 Ar banquet a gommenças souden
 Ne ouienck ket hoaz peur azezet
 Un oficer oa e no hichen

(bis)

Spontuz braz a oa o velet
 Er hisset guisket he nouarn
 Evelse tout oa goloet
 Kerkoulz e vizach ag e zaouarn

(bis)

An den nevez ken souezet
 En deuz lavaret he nor grena
 Tennet o casq me o ped
 Ag azezet ganeomp da leigna

(bis)

E casq pa en deuz tennet
 Oa beb enz horoll meur bed hoero
 Scrigal a ra tout an neuret
 Ho velat bizaj hon den maro

(bis)

E ni zao plom an den maro
 A zellef parfait deuz Izabel
 Zel e mezan zel ouzan piz
 Me eo Roland lazet er brezel

(bis)

Dimet guech all pa promettet
 Na pa ziguech et gane mervel
 Biken pried all na piget
 A dimet vigeh chomet fidel

(bis)

Asten a ra hi zorn pounner
 Ker a deuz crial a deplori
 Gand an douarn he zeui lonket
 A hoaz ho klever ho hirvoudi

(bis)

An den man zo chomet mantred
 Ag a neuz lared ben partial
 Me a zo eun den goal dapet
 Ag a neuz eur sor deuz an trista

(bis)

Izabel a deut di bep bloaz
 Guisket evelt mont da eureugi
 O crial ato goassoh hoaz
 Ar pez a ziscroq Morse deuz outi

(bis)

*A baouet den rag aoen mervel
 Ne deuz great demeuranz er c'hastel*